



Ai'ta! Breizh

<http://ai.ta.free.fr>

Kemper, ar 5 a viz Gouere 2012

## KEMENNADENN

BREZHONEG EN TI-POST : RENEREZH-DEPARTAMANT AR POST STANKET E KEMPER

Dibaoe 2007 e stourm ar strollad Ai'ta ! evit ma vo lakaet war-wel ha talvoudekaet ar brezhoneg en tier-post e Breizh. D'ar Merc'her 4 a viz Gouere, un ugent bennak a dud zo deuet da sezizañ Renerezh Breizh-Izel Ar Post evit goulenn groñs bezañ degemeret ganti da c'houde an holl lizheroù chomet direspont betek-henn. Dileuridi Ai'ta ! zo bet degemeret ganti a-benn ar fin e-pad un eurvezh kreñv. E-touesk an holl c'houlennoù graet ganeomp hon eus tapet daou dra : roet o ger gant tud Ar Post e vo degaset da soñj d'an holl implijidi n'eo ket difennet komz brezhoneg ouzh ar pratikoù er burevioù Post ha renablet e vo e-kerzh an hañv ar vrezhonegerien prest da gomz brezhoneg gant ar pratikoù e burevioù Post Penn ar Bed hag ar Mor Bihan. Hor goulenn da gaout ur banellerezh en div yezh a vo roet da c'houzout ivez da velestradurezh-kreiz Ar Post, ha pouezet hon eus war ar fed e c'hallfe bezañ graet un taol-esae e-barzh unan deus an tier-post a zo da vezañ kempennet a-benn nebeut, evel hini Karaez. Un emgav evit ober ar bilañs deus kement se a zo bet deiziataet e miz Gwengolo. Da c'horthoz e chom Ai'ta ! war evezh ha prest e vo da zerc'hel gant e oberennoù ma ne wel ket an traoù o vont war-raok.

\*\*\*\*\*

Quimper, le 5 juillet 2012

## COMMUNIQUÉ

LANGUE BRETONNE À LA POSTE : BLOCUS DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE

Le collectif Ai'ta ! milite depuis 2007 pour que la langue bretonne puisse être mise en valeur et utilisée dans les bureaux de Poste en Bretagne. Le mutisme de La Poste sur ces demandes a cette fois contraint une vingtaine de nos militants à venir bloquer le 4 juillet la Direction de La Poste Ouest Bretagne, basée à Quimper, afin d'être enfin reçus par les responsables du groupe. Au terme d'un entretien de plus d'une heure avec deux responsables du pôle administratif, deux avancées sont à noter : l'engagement de La Poste de rappeler à l'ensemble de son personnel que l'utilisation de la langue bretonne dans les rapports avec les usagers est autorisée. De même, La Poste s'engage à recenser dès cet été le personnel brittophone travaillant dans ses agences du Finistère et du Morbihan. Concernant l'affichage bilingue, notre demande sera transmise à l'administration centralisée de La Poste. Ai'ta ! a pour sa part insisté sur la création d'un bureau de poste pilote en la matière, à mettre en place d'ici la fin de l'année dans l'une des agences qui doivent être bientôt rénovées, comme celle de Carhaix. Une autre rencontre est d'ores et déjà prévue courant septembre pour faire le point sur ces différentes avancées. Ai'ta ! reste vigilant d'ici là et se tient prêt à relancer ses actions s'il ne constate aucune évolution positive.